

**Mari Tilly.**

iannik Kokard a blouillo  
brawa pot iaouank zo er vro.

Pa ha iannik kokard da tredrez  
e deu an demezelet er mez

va zad va mam da viana  
va lest da kemer mari tilly  
eur madou bras a roër ganti

Reï a rer ganti eur gomanant  
a leïz ar boëzel a archant

a leïz ar veol deus a neud gwen  
eur c'har ouarnet ag eun den

— Keït a ma vin en bue  
ne koms ked din deus ar plac'h-se

rag dem-ni a ve rebechet  
a ve eur gagouez e pe bet

— va zad va mam da vianan  
va lest da vond da pardonnan  
Dar folgoat pe da Santez Annan.

pa voa o vond ebars en montroulez  
e rankontras e gakouez

iannik Kokard dime leret  
Pelec'h it tu na ma hed

Me ha dar pardon dar folgoat  
Doue da reï din eur pardonn mad

eun archet a pevar planken.

iannik Kokard va bolonte  
Lavarit din ar wirione,  
A c'houi o c'heus greg a bugale ?

**Me a meus greg a bugale  
Setu emezan ar virione.**

**Ne roïn ket deoc'h deus va gwin guen  
gant aont na saffe re do pen.**

**me roī deoc'h doc'h va gwin kleret  
a balamour mo heus pel da vonnet**

**Iannik Kokard sur a vouie  
e voad deus e empoisonni neuze.**

**Iannik Kokard na voellit ket  
e(u)n ti neve deoc'h vo savet**

**ma savit din eun ti neve  
savit tan huel er mene**

**ma voelin procession ploumillau  
e vond dan offern da sant Kado**

**ma vellin ar groas arc'hant allouaret  
meur a veach a meus i douget**

**simplet e voa e dad ag e vam  
e kass iannik Kokart de ti el lan**

**e dad ag e vam a voa simplet  
a kalon e briet a voa rannet.**

**Janneton ar Charlès, 10 fév. 1851.**

*Au 195 recto, seulement le titre (écriture Halléguen) : Mari tilly.*